



Stéphane Cuisset

E kantin ar skol Jules Verne, e Kaodan, emaint krog da boueziñ an dilerc'hoù boued

## Deskiñ kalavriñ nebeutoc'h er c'hantin

18 % ag ar boued alejet a ya da goll e kantinoù ar skolioù. An Oriant Tolpad, tiriad labelaet « hep lastez na foranerezh » anezhañ, en deus ouzhpennet un obererezh d'e programm deskiñ an diorren padus d'ar vugale, evit diwall a galavriñ boued, gant kenskoazell argant Ajañs an endro ha mestroniñ an energiezh (AAEME).

E-pad ar blezad-skol e vo c'hwec'h klas\* é kemer perzh e atalieroù kinniget gant div gevredigezh, en o mesk *Aux goûts du jour*, ur framm en deus tapet skiant a-c'houde ouzhpenn dek vlez e Frañs àr an dachenn-se. « *Klasadoù-blein zo anezhe*, eme Sylvain Sabatier, e penn dizarbenn al lastez en Oriant Tolpad. *Hor soñj eo lakaat boazioù nevez e c'hantin, fesonioù nevez da vont en-dro, asamb'l gant ar bare karget da alejiñ predoù a-barzh ar poloù pretioù, evit kalavriñ nebeutoc'h a voued. En achumant e c'hellimp lakaat an hentennoù nevez-se da dalveziñ er skolioù arall ag an tolpad-kêrioù hag en o fretioù.* »

Da gentañ e ta ar gevredigezh er c'hlasoù da gomz a-ziàr ar bevañs, ar boued, ar goust, ar c'halavriñ... Da eil e c'houlenner gant ar skoliaded ha tud ar servij poueziñ ar pezh o deus taolet kuit « ur wezh achu ar pred », dispartiiñ ar seurtoù boued (kig, legumaj, bara...) ha notenniñ ar roadennoù en un daolenn. E fin ar blez e servijo an disoc'hoù da sevel oberoù da badout evit kalavriñ nebeutoc'h. Ar re-se a c'hello emplegiñ an dud a labour er c'hegiñoù hag er predvaoù hag ar gouvidi ivez. E miz Mezheven e vo ur pouezadur diwezhañ hag a rento kont ag an arakadurioù.

Skolioù arall a c'hello lakaat o anv er programm-se er blez-mañ a za. Mes koustele a laka an Oriant Tolpad e vo lieskemnet an obererezh-se adal 2018. Ha bout ma'c'h eus bihanoc'h evit 200 skoliad er c'hlasoù a zo bet choazet, e vez ar re-se é tebriñ merenn e poloù pretierezh stroll darempredet gant ouzhpenn 2 000 ag o c'hamaraded. Ar steuñv obererezh lakaet e pleustr er pretioù hag al

*Cantines*: Kantinoù  
*Territoire*: Tiriad  
*Label:labellisé*: Label:labelaet  
*Gaspillage*: Kalavriñ, Foraniñ, Foranerezh  
*Déchets*: Lastez, dilerc'hoù  
*Développement durable*: Diorren padus  
*Enfants*: Bugale  
*Alimentaire, aliments*: Boued  
*Alimentation*: Magadurezh  
*Ateliers*: Atalieroù  
*Repas*: Predoù  
*Nourriture*: Bevañs  
*Goût*: Goust  
*Peser:pèsent*: Poueziñ  
*Viande*: Kig  
*Légumes*: Legumaj  
*Pain*: Bara  
*Cuisine*: Kegin  
*Sensibilisation*: Kizidikaat  
*Comportements*: Fesonioù

labour evit kizidikaat ar vugale lakaet a-barzh an taol, o do efedoù, moarvat, hag ouzhpenn-tra e vo lakaet razz ar vugale d'ober gant ar fesonioù nevez ha n'eo ket ar re hardishañ da begiñ a-barzh hepen. ■

\* *Prederion*: skol ar Galon Sakr – Klasoù etre 1 ha 2; *Kaodan*: skol Jules Verne – KE1/KE2; *Gwidel*: skol Prad Foenn – KE2; *An Ignel*: skol ar Pluennoù – *Klas diazezh 2/KE1/KE2*; *Langedig*: skol Georges Brassens – KE2; *Pont-Skorf*: skol Marc Chagall – KE1

**Vous trouverez la traduction de cet article sur le site [www.lorient-agglo.bzh](http://www.lorient-agglo.bzh)**